

# Chanson Gad ar zeiz Sant

Eun deiz c'hiz da redec ar had  
Hag he gañt paotret ar Houarhat  
Da bemp heur nim oa contant  
O vonet oar hen ar seiz sant  
Ar chass deuz cad eün tam très mad  
Barz hen tal kichen ar groas coat.

## REFRAIN

Pierre-Marie neuz he lansset  
Dao dao N. D. D. chanz fal paotred  
A vous. Tra la la tra la la la  
la la la la la la.

Poent he dim hasta mont he hent  
A peb hini prim de groashent  
Me ha buhon me Pierre-Marie  
Da groashent ar Guervinihy  
Ha me he me paod Gourio  
E ha da groashent Kerloho.

Paod Jakett oa scanv mad a droad  
Ma c'ha dar red dar groaz coat  
A Gouriou a lavare  
Aotro Brozec chomet aze  
A Nicol neva nec'hamant  
A oa ed buhon dar zeiz sant.

Ar chass a zo guel duet mad  
Da vonet prim oar lerc'h ar c'had  
An holl a gléo mad anezo  
O kerzet trezec Kerloho  
Ag he benn eun neubeud ama  
Vo klevet Gourio o tenna.

Goude n'euz Gouriou tennet,  
Ar c'had zalc'h da redec bepred.  
A bell er gweler o tremen  
Ag huel mad ganti he fenn.  
Mez Tort a zo eur c'hi mad  
Ag a zalc'h stenn war lerc'h ar had.

An aotro Brozec neuz tennet  
Ar c'had zalc'h da redec bepred.  
Gant hast he c'hop da c'Hourio :  
« Aman vad, paot, a zo bléo. »  
A Pierre-Marie oa deud a bell  
Pa neoa clévet ar brezell.

Nicol c'haloup dre an hentcho  
Peur-zodi ra pa gleo tenno.  
Gwelet a neuz en eur dremen  
Tort ar c'halvez ag he berc'hen,  
Ar reman na hoan ket armet  
A gand ar c'had heñt bet ruillet.

Dek tenn a deuz bed ar c'had  
Ag e kerz bepred scanv e zroad,  
Met Nicol vel ma wël ar c'had,  
A zigor frank he zaoulagad.  
Dao ! gant eun tenn neuz he ruillet.  
Maro eo, deud holl da welet.

## DERNIER REFRAIN

Nicol a neuz he lahet,  
Hasted buhan dont da wellet.  
Rassemblement. Tra la la tra la la la  
la la la la la la.

(Réserve)

E. NICOL, Plouaret.

